

Fichenn enskrivañ da
DEVEZH-STUDI
ar Sadorn 9 a viz Meurzh 2013

Da gas da : KEAV
22 hent Mouliouen 29000 KEMPER
pe dre bostel : keav@wanadoo.fr

ANV :

ANV BIHAN :

CHOMLECH' :

.....

Pgz

Postel :

Priz an devezh : 25 € (frejoù pedagogel ha pred)

D'ho kelaouiñ : Skol-hañv K.E.A.V. 2013

Kamp Etrekeltiek Ar Vrezhonegerion

Div sizhuniad studi a vo kinniget ar bloaz-mañ c'hoazh :

- ❖ **Ar prantad 1añ :** eus ar **Sul 7/07** da noz
d' ar **Sadorn 13/07** a viz Gouere da greisteiz.
- ❖ **An eil prantad :** eus ar **Sul 14/07** da noz
d' ar **Sadorn 20/07** a viz Gouere da greisteiz.

***Bez e c'hellit dibab dont d'ur prantad-studi hepken,
pe d'an daou.***



KAMP ETREKELTIEK AR VREZHONEGERION

***A ginnig deoc'h un devezh-studi
diwar-benn :***

**Urzh ar gerioù ha lusk ar yezh
Estaolerezh an amzer
e brezhoneg**

D'ar Sadorn 9 a viz Meurzh 2013

**E Kreizenn Amzer-Nevez
56270 - PLAÑVOUR**

ROLL AN DEVEZH

Adalek 9 eur 1/2

Degemer ha banne kafe

Da 10 eur nemet 1/4

gant Yann GERVEN

URZH AR GERIOÙ HA LUSK AR YEZH

- 1 - Pelec'h e vez lakaet ar rener, an doarenoù, ar renadennoù.
- 2 - Miret a lakaat div silabenn pouezmouezhiet en ur gichen.
- 3 - An tu : tu-gra pe tu-gouzañv ?
- 4 - Pegoulz e c'heller ober hep ar ger-mell ?

Brezhoneger a-vihanik eo. Studiet en deus ar yezh komzet hag ar yezh skrivet, savet pennadoù diwar-benn ar brezhoneg (yezhadur kenkoulz ha geriaoueg) e meur a gelaouenn ; dindan anv pluenn Yann Gerven en deus skrivet kalzig a zanevelloù, hag a romantoù koulz evit an dud deut, ar grennarded hag ar vugale.

Da 12 eur 1/2

Merenn

Da 2 eur

gant Jean-Yves LAGADEG

ESTAOLEREZH AN AMZER E BREZHONEG

Daoust ha c'hoari a ra an amzerioù-verb heñvel e brezhoneg hag e galleg ?

Ma ne reont ket, diouzh peseurt sistem e vezont implijet ?

- 1a - Amzer-vremañ kevrennek/amzer-dremenet kevrennek hag an enebadur « -mañ / -se ».
Amzerioù-verb an danevelliñ, dre gomz ha dre skrid.
- 1b - Ar stumm-boas hag an amzerverkerioù
- 1c - An amzerioù adkevrennek hag an amzerverkerioù
- 2 - Klotadur an amzerioù hag ar stummoù-verb an divizoud gallus hag an divizoud dic'hallus
- 3 - Ar verboù « bezañ » ha « kaout » ; « bezañ », « mont » ha « dont »

Jean-Yves Lagadeg, ganet er Pont er C'hap-Sizun, brezhoneger a-vihanik, a studi ar brezhoneg a bell zo. Kelenner jedoniezh ha brezhoneg eo bet. E gounskrid mestroniezh oa bet graet diwar-benn an amzerioù-verb. Rener war geriadur brezhoneg kentañ AN HERE eo bet ; hag e ziazezer yezhoniel.

'Tro 5 eur - 5 eur1/2 *Bilañs an devezh-staj*